



*Un  
grud*



J.M. SYNGE  
ha  
LAPOUS-DEN  
PENN AR BED



R. DERRIEN :  
N'hellfem ket  
c'hoari pez  
e galleg...



NEVEZ  
N° 5  
MAE 1977



O FOETA  
BRO...  
E KEMBRE

# BRUD NEVEZ

## KELAOUENN VREZONEG MIZIEG

N° 5 · MAE 1977

Rener : Andreo Merser

Sekretour : Jakez Salaun

An oll lizerou ha skridou a zo da veza kaset da : BRUD NEVEZ, 6, rue Beaumarchais, 29200 BREST.

Priz an niverenn-mañ : 8 iur

Koumanant-bloaz : - prix ordinaire : 40 iur  
- koumanant-skouazell : 30 iur  
- studient, scolier : 20 iur  
- liscent : 10 iur  
- breizh etatique : 30 iur

Eur houmanant-bloaz a dalvez evit 100 personnes.

Ar chekennou-bank a zo da veza kaset war-vro ar Brud Nevez, 6, rue Beaumarchais, 29200 BREST.

Ar chekennou-post a zo da veza kaset war vro P.M. Mevel, C.G.T.C. 29000 Roazhon.

Disklériet hervez al lezenn : eil trimiziad 1977.

C.P.P.A.P. : n° 34.627.

Ar merour : P.-M. Mevel

Moulet gand Ti-moullerez ar Martolod, er Gelveneg (Impressor du Morbihan, le Guilvinec).

C. evid an oll bennadou.

N'eus ket a aotre d'embann eur pennad diwar Brud Nevez, bet ket un aotre d'henn ober.

Ar skridou hag ar pennadou a vez embannet e « Brud Nevez », n'housant ket da veza laket war gont ar gelaoenn heb-unan, war genti ar re o-dreus, ditzhou anezo hebken.

Ar skridou ne vint ket embannet a vo kaset en-dre ma vez lu.

## TAOLENN

- Ar Sed niverenn-mañ .....	P. 1
- R. Derrien : N'helfem ket c'hoari pez e galleg .....	P. 1
X - O. ar Skao ha J. Salaun : John Millington Synge ha « Lapous-den-Penn ar Bed » .....	P. 1
- Brud Nevez oh embann eun ailed leor .....	P. 11
- O foeta bro... e Kembre .....	P. 12
- Mari Kermareg : Kan ha muzik en Iwerzon hini .....	P. 13
- Y. ar Berr : Lan Inizan, e vuhez hag e skridou .....	P. 13
- Charlez ar Gall : Disterachou diwar netraig : Brabrefenenedennou .....	P. 15
- P.M. Mevel : Geriaduriou nevez, binvir-labour .....	P. 19
- Brud ar yez hag ar vro .....	P. 20
- Kalander .....	P. 21

## AR 5ved NIVERENN-MAN...

D'ar 26 a viz mae a zo o tond, e hello beza gwelet eur pez nevez e Brest, gand C'Hoariva Brezoneg Penn-ar-Bed - a oa anvet à C.D.U.B. araog (1). Ar 4<sup>e</sup> bloavez diouz renk eo d'ar studieren-ze c'hoari eur pez e brezoneg, ha daoust m'eo an amzer - hag an arhant - eo a vank dezo ar muia evit seveni eul labour peurzisi, partiet mad int d'ober unan a bouez ha war hir dermen. Rag n'eo ket hebken dirag studieren ha tud Vrest nemedken eo e c'hoariont, henn ober a reont ive er hériou bihan ha war ar mèz.

Ar bloaz-mañ, o-deus dibabet a-nevez eur pez gand an iwerzonad J.M. Synge : *Lapous-den Penn ar bed*. Ar c'hoarierien o-unan eo o-deus troet anezañ e brezoneg.

Eun digarez mad eo bet kement-se deom da lakad en niverenn-mañ euz Brud Nevez eun nebeud pennadou o tenna d'ar c'hoariva ha d'ar broiou keltieg tra-mor. En araog, ez om sur e vint lennet gand plijadur ha gand evez gand ol lennerien.

Er stumm-ze e fell deom rei harp d'ar strividenn eo krog Remy Derrien hag e gamaraded ganti. Sklér eo eh aliom an oll da vond da weled ar pez-c'hoari m'o-devez an dro da vond. Ha da lenn anezañ, p'ema o vond da veza embannet araog fin ar miz ive, gand Brud Nevez.

5 miz goude beza bet kroget da rei eul lañs nevez da Vrud, eh om gouest e giz-ze da ginnig eun eilied leor d'ar vrezonegerien. Hini Naig Rozmor e-neus bet eun tammiq dale da zond er-mèz : sahet eo bet unan euz mekanikou an ti-moullerez e-pad tost da bermzekteiz. Ra vim digarezet e skeud se.

(1) Centre Dramatique Universitaire de langue bretonne.

## N'hellfem ket c'hoari pez e galleg...

Krouet eo bet ar C.D.U.B. pevar bloaz 'zo, da rei eul lañs nevez d'ar c'hoariva hag a oa eet da get koulz lared, paneved eur strolladig bennag o treuzeva amañ hag ahont. Abaoe ar penn kenta, eo bet pal ar strollad klask boaza an dud da zond d'an teatr endro, rag e meur a blas e Breiz, eo eet diwar wel ar c'hoariva e-giz gwechall, ha ma z eo chomet beo e lehou all, n'eo nemed en eun doare patronaj, siwaz !

Koulskoude, n'eo ket bet ken paour se ar c'hoariva breizeg eun amzer 'zo bet, pa zoñjer er misteriou hag a veze c'hoariet e peb korn ar vro. Aet eo an amzer-ze da get, hag abaoe ar brezel, n'eus ket bet kement-se a beziou o veza na skrivet na leurenriet.

Meur a benn-kaoz a zo da ze.

Diduamanchoù nevez zo bet kinniget d'an dud : ar film, ha goude, an tele, an hini ésa tout peogwir n'eo ket red diblas. Int eo hag o-deus laeret an arrestourien kenta digand ar c'hoariva. Koulskoude, pa daoler evez ouz ar pez a zo c'hoarvezet e Breiz-Veur, dre vraz, e weler eo bet eun tamm mad disheñvel an traou. E peb kér, ez eus eur strollad bennag, ha strolladou-stad an darnvvia anehe. Hag an arvesterien a vo goulenet ? Bepred pe dost e vez leun ar zaliou gante. Perag enta ? Evid diblas tud da zond d'ar c'hoariva, eo red da hemañ beza unan a feson, ha d'am zoñj eo diaez-tre kououd traou deread gand amatourien treutig ar voujenn gante, ha dre ze treutig ar c'hoari ive. En on bro-ni, eo bet paour-tre sikour ar gouarnamant en e gefñver. Pa laran sikour, n'eo ket en argent e soñjan - daoust dehañ beza alhwetz meur a dra. Med kentoh er

plas ha n'eus ket bet roet dehañ en deskadurez dre vraz.

Evel just, e vez kaset ar skolidi da weled eur pez-c'hoari bennag eur wech da beb mare. Kazi seul daol e tistroont heb beza kavet eno bochad plijadur : rag ne gav ket din e teufe da spered den ebed kas anehe da weled eur pez hag na veve ket barz ar programm ofisiel... Da lared ar wirionez, n'eus ken nemed eur seurt pez hag a bliç d'an dud an deiz a hirio : an doare boulevard, evel ma kaver beb gwener da noz barz an tele. On a les pièces et les artistes que l'on mérite après tout !

Hag ar c'hoariva brezoneg neuze ? Da genta oll, strollad ebed gand komedianed a vicher ! C'hoariet zo bet traou abaoe ar brezel, feiz sur, med petra ? E spered kalz a Vretoned, eo chomet ar brezoneg eur yez da c'hoari traou farsuz nemedken. Hag a benn ar fin, ar pez a veze fentuz, sañset, med pegen dister ha pegen paour e-keñver ar c'hoariva ! Gwelloh evid netra, a lavarin, med perag klask kloza on faour kêz yez e gadual an traou farsuz, da lared eo traou ha n'int ket siriuz e spered an dud ?

E bro ar Hebeg, emaint ive o klask adsevel eur c'hoariva kebekek gwirion. Eur pez-c'hoari 'zo bet savet da gonta « Istor ar Hebeg e tri reñim ». Tri arrest 'zo er pez siriuz-ze : an hini kenta e galleg braz, an eil e saozneg, hag an trede e galleg ar vro. Du-ze kennebeud, n'e-nije kredet den ebed pemp bloaz 'zo c'hoari traou siriuz e galleg ar vro !

Goulennet eta digand paotred ar Honservatouar ma vez implijet gante feson kaozeal galleg ar Finister ? Responset 'vo deoh : Bien sûr, des fois, l'on s'amuse à déclamer Molière avec l'accent breton, c'est très marrant. Nous avons des élèves qui ont en arrivant un accent très prononcé, mais quelques semaines suffisent à le supprimer.

N'em-eus ket kredet goulenn digante ar pez a zoñjent diwar-benn ar c'hoariva brezoneg ! Fentuz eo penaoy n'eus bet strollad ebed o klask c'hoari traou siriuz araozom.

Neuze, eur c'hoariva brezoneg, evid petra, hag evid piou ? Da betra 'zervij c'hoari e brezoneg, peogwir e oar kazi toud an dud galleg e Breiz ? O vervel ema ar brezoneg, 'laront.

Me a lavar n'eo ket maro c'hoaz, ha keit ha ma vo beo, e kredan eo red d'ar yez-ze kaoud he c'hoariva.

Ma veve goulennet diganeom c'hoari on 'fez e galleg, ne hellfem ket, pe ma rajem, e vije eur pez all. Rag eun doare beza eur vuhez eo ive ar yez. R. Barthes a yee beteg lared : « Tout individu est prisonnier de son langage : hors de sa classe, le premier mot le signale, le situe entièrement et l'étaie dans toute sa vérité. » Doue d'am dislavar, ma n'eo ket ar brezoneg a benn ar fin langaj eur hlas sosial. Dre vraz hini ar re a zo o chom war ar mèz. Evito eo on-eus klastek ober eun dra bennag da genta oll.



« War varh d'ar mor », c'hoariet evid an tele.

« Où est ton public ? » 'zo bet taolet din pa oa deit d'am zoñj sevel eur strollad. Kroui eur strollad da genta, gweled ma teu tud da houde : setu aze ar respont.

E 1974 eo on-eus en em laket da c'hoari gand skoazell Chanig ar Gall hag Alan Kervern, leurennier. Gand daou bez bihan e oe kroget : Egile, gand Per-Jakez Helias, ha War varh d'ar mor, gand Syng. Goude beza c'hoariet er skol-veur, ez om eet da vale bro eta. Kenta nozvez e diavêz Brest ne oa ket euz ar re wella : Landeda, 20 bennag a dud. Pegen digalonekaet edom o tistrel d'ar gêr !

Er mare-ze, ni 'zoñje ganeom e oe abalamour da gudenn ar yez. Med bremañ eo sklér deom ne oa nemed hini ar c'hoariva. Nouspet gwech on bet oh arvesti ouz peziou dispar - e galleg - e saliou braz, hag en em gavet gand eun 20 bennag a dud - 5 eur wech e Brest ! En desped da ze, om eet pelloh... Plonevez, leun ar zal... Pleiber-Krist, 500 den war ar blasenn... Eun dra a oa sklér deom : tud 'vez, pa vez kinniget peziou dehe e brezoneg. Le public existe, Messieurs !

Klasket on-eus goûd neuze piou a zeue da zelaou on 'feziou. Dré vraz, nebeud tre a dud azaleg 45 bloaz da 60, 10% marteze, paz muioh. Ar re yaouankoh evid 45 bloez, war-dro 55 %. Hag ar re goz, 35 % nemedken. Med e peb leh, om bet digemeret mad gand an dud, war ar mêz kerkoulz hag e kér.

Eur ger a larin bremañ diwar-benn dibab ar peziou. Setu aze eur pez mell labour ive, rag dièz eo, en deiz a hirio, kaoud eur pez skrivet e brezoneg ha ne vije ket diamzeret, eur pez c'hoari modern skrivet gand Bretoned evid Bretoned. Bet zo bet skrivet eur bern traou evel just. Med daoust hag e veve intereset an dud gand seurt traou ?

Beteg-henn, on-eus klasket trei peziou diwar yezou all, ha se e-pad daou vloaz. Taol-arnod an trede bloavez a oe : Eun tamm douar divalaô. Daoust d'ar pez beza bet savet ganeom oll, n'eo ket bet dreist ar c'hoariadienn. Hag ouspenn ze, ne gav ket din e-neus plijet d'an dud dont da zelaou dispilega o 'froblemou war eul leurenn. Paourig eo bet niver an dud da ziblas memez.

A bloaz-mañ, on-eus dibabet distrei da zanvez bro-Iwerzon, peogwir eo gand Lapous-den Penn ar bed eo e yaim da reddeg bro. Eur gomedienn e tri arrest ez eus anehi, hag a benn ar fin, eo red lakaad an dud da c'hoarzin eur wech da beb mare memestra.

Remy Derrien.

## John Millington Synge ha « Lapous-den penn ar bed »

N'eo ket dianav ano John Millington Synge d'ar vrezonegerien. Trei e-noa bet greet Youenn Drezen unan euz e beziou-c'hoari e brezoneg, goude beza bet o veaj en Iwerzon. Ar pez-ze, « *Riders to the Sea* », ah embannas e niverenn 7 Gwalarn, e 1926, dindan an talbenn « *War varc'h d'ar mor* ». Ar memez bloavez, e oa bet advoulet en eul leor bihan a 23 bajenn, gand Gwalarn bepred.

Pevar bloaz 'zo e oa bet savet eun droidigez all e brezoneg gand Remy Derrien - disheñvel diouz eben - hag ar wech-mañ e oa bet c'hoariet ar pez, meur a wech zoken, gand studierien ar CDUB. Eun tele-film a oa bet tennet anezañ ive, hag a oa bet skigner en eun abadenn *Breiz o Veva*, da geñver Nedeleg 1974 (1). Diouz eun tu all, Breiz ah anaveze sur mad John Millington Synge. En eun notenn e penn kenta e droidigez, e skriv Y. Drezen « e-noa klasket deski an iwerzoneg, hag ar brezoneg ive, war a lavarer. » Da Vreiz eo bet deuet d'an nebeuta, goude ma oa bet kroget da studia sevenadur pobl an Iwerzon hag ar zevenadur keltieg, war-dro ar bloavez 1897. Lenn a reas labouriou Anatol ar Braz diwar-benn ar folklor er vro-mañ, hag e 1899 eo e teuas, hervez Robin Skelton, d'ober eur veaj da Vreiz. Martez e hellfe beza kavet en e notennou pemdezieg eun danevell euz ar veaj-ze ?

Pa anavezer e yaouankiz, n'heller ket koulskoude lavared e tlee Synge beza dedennet eun deiz bennag gand ar zevenadur-pobl. E-kichen Dulenn e oa bet ganet, d'ar 16 a viz ezel 1871, en eur famill a protestanted desket ha pinvidig a-walh,

peogwir, pa varvas e dad eur bloavez diwezatoh, e laoskas gand e famill eul leve a 400 lur saoz ar bloaz.

Kaset e oa bet Synge d'ober e studiou uhel da Trinity College, skol-veur vrudet kérbenn Iwerzon. Troet-kaer e oa gand ar muzik - pez a zisplijie d'e vamm, eur brotestantez stard en he hredennou ha hé gare ket gweled anezan o lenn ive a beb seurt leoriou hag oh en em zistaga diouti. Derhel a reas Synge avad da studia ar muzik, n'eo ket er gér na kennebeud en e vro, med er broiou estrañjour, en Alamagn, e Pariz, hag en Itali. Deski yezou estren a ree ive er memez amzer.

Azaleg penn kenta ar hantved-mañ avad, war-dro 1904, neas Synge ken nemed skriva peziou-c'hoari. Rag eun nebeud bloaveziou kentoh e oa bet en em gavet, e Pariz end-eeun, gand eur skrivagner iwerzonad all, W.B. Yeats. Eñ eo a sankas ennañ da vad karantez e vro hag e bobl. Med ne skrivas ket a bezioù-c'hoari dioust. Mond a reas da genta da zizolioi an inizi Aran, ha 'pad pemp bloaz diouz renk, e yeas di beb bloaz da dremen eun nebeud miou. Mond a ree di, hervez pez e-neus skrivet, da zeski gouzeleg ha da veva e-touez ar beizanted. Eun dispar a renta-kont a zavas euz e veajou d'an inizi-ze, e kornog Iwerzon, e leor brudet « *The Aran Islands* », echuet gentañ e 1902 med ne oa bet embannet nemed e 1907.

Ar henta pez a skrivas John Millington Synge a oa end-eeun « *Riders to the Sea* ». E 1905 e oa bet c'hoariet e sal an Abbey Theatre, a oa bet digoret ar bloavez araog e Dulenn. Eun nebeud bloaveziou 'oa, e oa Yeats o klask rei lañs d'eur c'hoariva nevez en e vro. Da genta e rankas gervel c'hoarierien saoz evid se, dre ma ne oa ket a dud a vicher neuze e Dulenn. Berz a reas avad taol-ësê ha peziou kenta Yeats, koulz e Dulenn hag e Londrez, hag a-drugarez da zonezonou meur a hini, ha dreist-oll da re eur zaozez pinvidig, Miss Horniman, e oa bet deuet a-benn ar strollad da brena an Abbey Theatre, hag ahonezas kement a vrud e nebeud-tre a amzer.

Eno eo e vo c'hoariet peziou Yeats, re Synge (a oa bet darbet dezañ beza bet dibabet da rener an ti), re William Boyle, Padraic Colum, Lady Gregory, ha diwezatoh, re T.C. Murray ha Sean O'Casey, ar skrivagnerien-ze - hag o-deus skrivet estreged peziou-c'hoari - hag o-deus greet al lennegez saozneg-iwerzonad, « the anglo-irish literature », e-giz m'eo anvet.

A-wechou ez eus bet reuz e Dulenn abalamour d'ar peziou c'hoariet en Abbey Theatre. Ar wech kenta ma zo bet chikan da vad, eo e 1907, da heul « *The Playboy of the western world* », eur pez all gand Synge, hag a vo c'hoariet ar bloaz-mañ gand studierien Vrest, hag a vo tu da lenn ive

prestig e brezoneg, dindan an ano a « **Lapous-den penn ar bed** ». Endro d'eul lapous-den e gwirionez eo savet an destenn. Hag al lapous-den-ze eo Christopher Mahon, eun torfedour redet-bro, hag en em gav eun nozvez, skuiz-mar, aonig ha louz-gagn, en eun ostaleri dalhet en eur gériadenn, war aot Mayo, gand eur plah yaouank, Pegeen, hag he zad. O tehed euz ar gêz ema Christy, goude beza bet lahet e dad a daoliou bal. N'aio den ebed da ziskuilla anezan d'ar polis saoz a zo er vro, hag eun digemer c'hwez a zo greet dezañ, gand Pegeen da genta (hag he-deus diwar neuze eun digarez brao da gas heh amouroz, Shawn Keogh, da zutal brulu...) gand merhed all ar harter, ha gand oll dud ar gériadienn a benn ar fin. C'hoariou zo bet savet er barrez en eenor, evid ma hellfe ar paotr diskouez eo eñ an hini kreñva, hag ez eo.

Siwaz, dre deir gwech, e teu an tad - bet lahet sañset - dont endro. O klask war-lerh e vab ema. Darbet eo d'al lapous-den beza krouget. D'echui, e kemer penn an hent endro, asamblez gand e dad, med eñ eo a zo deuet neuze da veza « ar habiten » : den eo a benn ar fin, ha digabestr.

Ar pez-ze a vez sellet outañ evel mestr-oberenn J.M. Synge martete. Penaoz 'ta neuze e savas beh ha reuz etre ar re a oa a-eneb dezañ hag ar re a oa o tivenn anezan ? E gwirionez, ne oa ket kustum an dud e Dulenn ouz seurt peziou-c'hoari, nag ouz eur seurt c'hoariva, kentoh ouz traou fromuz da ouela. Synge eñ a oa garo e bezioù-c'hoari, rust ha kaled. Gwir eo ze e-keñver an danvez koulz hag e-keñver ar yez.

Ar geriou am-eus greet ganto, a skrivas Synge, en e raglavar, nemed unan pe zaou am-eus klevet anezo oll e-touez an dud a ziwar ar maez en Iwerzon, pe digand ma magerez araog na oan gouest da lenn ar hazetennou. Ar yez a ra Synge ganti n'eo ket just a-walh saozneg al levriou, seven ha plen, med hini ar vro, druz ha beo-birvidig, gand eur bern troiou-lavar a gaver enno spered lemm ha drant labourerien-douar ar vro, eur yez gwirizennet don en o doareou da veva, eur yez enni ive e-leiz a droiou-lavar relijiuz, o tiskouez pegen stag mad eo pouez ar relijion ouz sevenadur Iwerzoniz.

Ma oa peadra da feuka da vad an arvesterien gand eur seurt langaj, ne oa ket danvez ar pez-c'hoari da blioujd dezo kennebeud. N'hellent ket kredi e helle eur foeter-bro, dañjeruz ouspenn-ze peogwir e-noa bet lahet e dad, beza digemeret ken brao gand an dud en eur barrez vihan war ar maez. N'hellent ket soñjal e helle merhed Iwerzon paotreta e-giz ma reent er pez, endro d'al lapous-den. Iwerzoniz, a lavare e damallerien da Synge, ne oant ket evelise.

intelligus

Ar steuenn e-noa kavet koulskoude en inizi Aran. Gwelloh evid den ebed eh anaveze moarvad tud e vro hag o doareou, pa oa bet o veva en o mesk. Ha gand daoulagad peurlemm e-noa gwelet anezo, ken e komprene dicoust pesourt

talvoudegez a helle kaoud an digouez-mañ-digouez en eur pez-c'hoari. N'eo ket souezuz neuze ma oa frammet stard e beiou, dreist-oll pa skriva hag adskrive anezo beteg m'e-nije kavet e blas reiz da beb ger.

Poan o-doa bet ive an dud marteze o kompreñ ar meskaj-ze a draou skrijuz hag a draou fentuz er « **Playboy** ». Gwir eo, e c'hoarzer hag e vezet nehet tro ha tro, hed a hed ar pez. Trubullet e vezet gand komzou ha doareou ar foeter-bro m'eo Christy Mahon. Eneb an dra-mañ e lavaras hag e skrivas Synge e-unan e oa « **The Playboy of the western world** » eur gomedenn, ma ne oa ket eun « extravaganza ». Ar peb talvoudusa evelato, eo, keit-sur, ar chenchant braz a c'hoarvez e Christy, paour kaez furlukin a netra araog, hag a deu tamm ha tamm da veza den. Enoret eo gand oll dud ar barrez leh m'en em gav, karantez Pegeen e-neus gonezet. Med pa z eo gouest da nah peb tra, heb aon ouz den ebet ken ha mestr war e dad e-unan, e teu da veza eñ e-unan. Ne ra ket a van neuze ouz ar re all.

Muioh evid an dra-ze a heller kompreñ c'hoaz er « gomedenn » iskiz-ze. Rag an torfedour Christy Mahon eo en eur feson bro-lverzon o nah an urz vad, o tisteuler ar gizioù bet digemeret abaoe kantvejou gand ar bobl. Ma « lah » e dad meur a wech, ha ma teu hemañ da veo endro bewech, eo dre m'eo diéz-spongut sevel eun dra bennag a nevez en eur vro goz leh m'ema dalhmad an amzer dremenot o viroud ouz an amzer-da-zond da dostaad.

N'eo ket souezuz eta, ma n'eus ket bet greet eun digemer brao da genta, a-berz ar vroadelourien hag an nasionalisted dreist-oll, da bez-c'hoari J.M. Synge, e 1907, ha ma oa bet red da Yeats gervel ar polis evid diwall an Abbey Theatre, e-pad meur a zevez. Nemed skoet e oa bet Synge gand an tagadennou hag ar rebechou-ze, muioh evid na ziskouze.

En em lakad a reas da skriva eur pez all, disheñvel diouz ar « **Playboy** ». Kouezet klapav avad ha kaset d'an ospital, e tlee mervel, d'an oad a 38 vloaz nemedken, d'ar 24 a viz meurz 1909, kazi savet gantañ « **Deirdre of the Sorrows** ». C'hwez pez-c'hoari e-noa skrivet en oll, en eun nebeud bloavezioù, hag en eur zeived e oa krog. Diskouezet e-noa avad beza eur maill war arz ar c'hoariva, ha setu perag eo ken brudet e beiou hirio bepred. E c'hoant a oa bet rei eur vouez da levezenez ha da youl tud lverzon pa vezont bodet asamblez, ha lakad da ziwan enno ar zoñj d'ober gwelloh dalhmad.

Klemm a ra a-wechou ar vrezonegerien dre ma n'o-devez nemed ral eur wech an dro da lènn en o yez oberennou bet savet e yezou all. A dalvoudegez e vo dezo neuze ober anaoudegez, hirio, a drugarez da C'hoariva Brezoneg

Penn-ar-Bed, gand ar pez-c'hoari a vez lavaret eo an hini gwella 'zo bet savet gand John M. Synge.

O. ar Skao ha J. Salaun

(1) Bet eo bet embannet « War varc'h d'ar mor », e troldigez R. Derrien, er gelauenn « Les Cahiers du Bleun-Brug - Bretagne Aujourd'hui », n° 15, 1974

### Brud Nevez oh embann eun eilved leor

## Lapous-den Penn ar Bed

renket diwar saozneg J.M. SYNGE  
gand C'HOARIVA BREZONEG PENN AR BED

10 lur, da veza kaset  
da C.C.P. P.M. Mevel, 1499-55 Roazon

Kement-hini e-nevo bet kavet  
5 kouamanter nevez da Vrud Nevez  
a vo kaset al leor dezañ evid netra

## O foeta bro e... Kembre

E Miz meurz warlene, e oa bet 14 plah yaouank deuz skol Itron Varia Lourdes Lezneven o foeta bro dre Venez Arre, e-pad eizteiz. War velo mar plij. Ha dre ma kave dezo eo ar brezoneg « eun alhouez evid digeri kalonou an dud », brezonega eo o-doa greet penn-da-benn o fourmenadenn, etrezo, ha gand an dud en em gavent ganto.

Eur film o-doa savet en eur vale bro, hag eun nebeud miziou goude o-doa kavet an tu d'embann eur haier eun tregont pajenn bennag, da gonta ha da zisplega pez o-doa gwelet, klevet ha desket : diwar-benn istor eur barrez, ar mod da zevil an tier, ar c'hoarioubugale, ar gwiskamanchou, al labourdouar gwechall ha hirio. Park an Arvorig, amzer-da-zond ar Menez, hag all... Dastumet o-doa ive lavariou koz ha kanaouennou. Dispar e oa bet kavet ar haier-ze e peb feson, ha lavaret e helle eur seurt taol-êse talvezoud da re all.

Ar memez merhed yaouank a zo bet ar bloaz-mañ o tizoloi bro-Gembre. Setu amañ an danevell euz o beaj, bet savet ganto evid Brud Nevez.

E Miz c'hwevrer, 92 plah euz skol I.V. Lourdes e Lezneven o-deus choazet mond da vro-Gembre, e-kerz an 10 %. D'ar poent-se, e oa an 10 % eur zizunveziad-skol d'implij hervéz or c'hoant, pe e stajou, pe e staliou-labour da ijina, er skol pe en diavêz. Setu penaor e-pad eun-nebeud deveziou euz vakañsou Meurlarjez hag ar bederved klas 'zo bet digemeret e hlas diweza ha 42 all euz ar bederved klas 'zo bet digemeret e diou skol gembraeg : Llanhari ha Rhydfelen, e hanternoz Kardif, ha gand famillou ar skolidi.

War-lerh o zrioad, 'zo en em gavet 10 bennag anezo evid renta kont euz an tañva o-doa bet euz ar vro, euz buhez pemdezieg ar Gembreiz yaouank, koulz en o skol hag e diavêz (1).

### PERAG MOND KEN PELL ALL ?

— Da Vro-Gembre o-doa c'hoant lod ahanom da vond abaoe pell 'zo. Klevet on-noa dija kalz a dud, araog, o kaozeal diwar-benn ar vro-ze, dreist-oll diwar-benn ar yez, tost ouz on hini, hag ar stourm renet eno evid he divenn, hag ive ar sevenadur, kanerien vrudet ar vro...

— Peseurt plas eo hini ar hembraeg ?

— Red eo lavared eo bet choazet ganeom mond da skoliou leh ma vez desket peb tra dre ar hembraeg. Ma ne 'z eus ket seurt skoliou kembraeg dre ar vro a-bez, muioh-mui a zo da veza savet 'benn nebeud amzer. Laket int bet war-zao gand tud a youl, a gred stard er hembraeg, koulz ar gerent, ar re yaouank, hag ar gelenerien hag o-deus ranket poania evid sevel anezo o-unan.

— Souezet om bet memez tra 'kleved nemed kembraeg kerken hag erru er skol, koulz er hlasou peogwir e vez greet an oll genteliou dre ar hembraeg, hag er porz-skol e-touez al liseaned. Er gêr ive. Ar hembraeg eo o yez, ha setu toud. Evel just, p'edom-ni ganto, o-deus ranket kaozeal saozneg, hag ez eent êz-tre euz eun eil yez d'eben, heb dismogañs evid nikun anezo.

### FREUZ BRAZ ER SKOL

— Ya ! Eur zouez eo gweled penaor er skol e hellont deski o yez, da genta, o lennegez, istor ha sevenadur o bro. Ouspenn-ze, d'an deiz om en em gavet e skol Rhydfelen, e oa freuz braz ganto.

D'an deiz-ze, an oll skolidi a laboure stard a stolladou da aoz a Eisteddfod ar skol, da veza barreg benn deiz gouel Dewi Sant (sant patron ar vro), d'an deiz kenta a viz meurz. An Eisteddfod eo gouel sevenadur bro-Gembre : e-pad an deiz e vez tremenet kenstrivadegou war kement danvez ar hultur : kanaouennou ha muzik, peziou-c'hoari lennegel pe farsuz, dañsou, tresadennou, displateget e vez barzonegou, diskouezet ha barnet al labouriou-dorn, an traou gwriet pe kizellet er hoad pe er pri, ha traou all c'hoaz...

An abadenn vrudeta, en Eisteddfod, eo lid **Y Gadair** (ar gador), hag hini **Y Goron** (ar gurun). Prizou braz 'vez roet d'an hini a zav ar brava pez barzoniezh e kembraeg en eun doare dièz-kenan evid pez a zell diazezou ha mentadur ar gwerziou, a rank beza savet hervez reolennou striz.

Kared a reont ar varzoniezh, hag evel gwechall gand ar Gelted, e vez enoret braz ar barz ganto. Gwir eo, ez eo plijuz kleved anezo o tisplega eur varzoneg, memez ma ne gompreñer seurt ebed enni, rag eur seurt kan heson eo da glevet.

Setu aze eur gentel evidom-ni, skolaerien ha keleñnerien : poent eo chacha m'ons-eus c'hoant e chomfe beo ar yez e-touez ar re yaouank !

— Goulennet em-eus digand ar plah edon digemeret en he zi penaoz o-deus dalhet Kembreiz ken birvidig o yez. Kontet he-deus din penaoz an iliz eo a zo bet a bouez-braz evid hezerhel beo 'touez an oll dud.

Abred-kaer, kerkent ha 1588, oa bet troet ar Bibl e kembraeg. Eur mén diazez eo bet e buhez ar barrez hag e hini an tiegezioù. En triwehved kantved, iliz Kembre en em zistagas deuz hini bro-Zaoz, hag en em rannas en ilizou disheñvel. An hini bouezusa eo keit-sur iliz ar Vetoisted, ha gouzoud a rit lod euz abostoled an iliz-ze o-deus treuzet Mor Breiz evit klas kristeniañ katoliked Breiz hervez o feiz ?

E-touez an ilizou all, ez eus ar Vatisted hag ar Gongregationalisted. N'eo ket hêñvel an « overennou » e bro-Gembre ouz re un iliz katolik. Kalz a lennadeñou hag a brezegennou 'vez, hag evel just e vez kanet maread a gantikou kaer e kembraeg, ha gand kalon, feiz ! Enoret braz eo ar skrivañerien kantikou dre ar vro.

#### KANA KANTIKOU... ER PUB !

— Bet om bet ive euz zulvez vintin gand eun nebeud re yaouank oh ober eun droiad d'an **Ysgol Sul** (skol ar zul), a zo heñvel a-walh ouz ar bodadennou katekiz evid ar re yaouank gwechall amañ, med e kembraeg e oa renet ar skol penn-dabenn.

— Med en diavæz euz an iliz, e kanont ive o hantikou pobleg : p'en em gavont asamblez evid eur gouel pe eur fest bennag, ha memez er pub e tistag unan eur bomm-kan... hag ar hantikou endro !

— Gwir eo int muzisianed ha kanerien euz ar henta ! En o heñver e kanom reuzeudig ! E peb famili kazmant ez eus eur piano, ha peurlesa eun delenn, pe eur violofis, eur gitar pe eur benveg all c'hoaz...

Med dedennet braz eo ive ar re yaouank gand pop ha folk... kembraeg. Bez ez eus eur bern stolladou brudet, kement war vuzik ha kan pobleg, koz pe nevez flamm, ha war ar rock pe ar pop.

— War eur poent, d'an nebeuta, eo ledannoñ tachenn ar muzik eged e Breiz. Aliez ez a ar re yaouank d'eun **disco**, giz ma 'zeus bet savet unan evidom... er skol eun abardaevez. Ma vez saoz doare an dañsou hag ar muzik, pe etrevroadel kentoh (rag ni ive a oar an dañsou-zel), e kembraeg penn-dabenn e vez kanet ar hanaouennou a ya da heul.

E Breiz beteg-henn, en diavæz euz eur ganaouenn pe ziou gand Alan Stivell pe Manu Lannhuel, ne vez ket klevet brezoneg war vuzik pop.

#### DANSOU MODERN KENTOH !

— Ha forz piou, pa ne gomzfe ket kembraeg, a ya êz-tre da gerner perz en eun abadenn « disco kembraeg ». E Bro-Gembre, e vez ijinet peb tra e kembraeg, da veza diouz ar vuhez a-vremah, hag an Urdd a labour forz evid se.

Kembreiz yaouank a bliñ dezo kentoh an dañsou modern, rock, jerk, hag all. A-wechou ez a eun nebeud da abadennou **Twmpath dawns**, med dañsou pobleg Kembre n'o-deus ket talvoudegez ar festou-noz. Forz penaoz, n'eo ket gwiriziennt don an dañs e sevenadur o bro e-giz e hell beza er Menez, e Breiz. Evel just, er skol pe e kampou an Urdd, e reont dañsou pobleg ar vro, med da houde, mad pell 'zo !

— Petra eo an Urdd ?

— Eur gevredigez sevenadurel brudet e bro-Gembre a-bez eo an **Urdd Gobaith Cymru** (urz yaouankiz Kembre). Pal an Urdd eo deski kembraeg d'ar re yaouank, ha milierou a Gembreiz yaouank a zo e-barz, e peb parrez ez eus eur « hell » beo euz an urz. Sevel a ra skoliou-hañv, kampou, eisteddfodau, nosweithiau lawen (beillañdegou) dre ar vro a-bez.

Kenteliou kembraeg a vez laket war-zao, med abadenoukan ive, c'hoariva, sporchou hag eur bern traou all... e kembraeg evel just ! Da skouer, 5 kelaouenn evid ar re yaouank a vez embannet peb miz, da lared eo, war-dro 100.000 skwerenn a deu er-mêz peb miz e kembraeg.

— Med muioh-mui a Gembreiz yaouank a zo dedennet gand politikerez o bro, ha diou gevredigez all a zo brudet braz : ar Plaid Cymru (strollad politikel bro-Gembre), a zo deuet a-benn da gas 3 dileuriad da Barlamant Londrez. Gouellen a ra kaoud eun asamble dibabet gand an oll Gembreiz, e Kardif, kérbenn ar vro, evid ma hellfent ren o aferiou o-unan penn.

#### LEUNIA AR CHEKENNOU E KEMBRAEG

Ar gevredigez all eo Cymdeithias Yr Iaith (Kevredigez ar Yez), a stourm kreñv evid divenn ar yez war beb tachenn, evid ma veze roet muioh a blas c'hoaz d'ar hembraeg er radio hag en tele, evid kaoud skritellou en diou yez, hag eur plas pouezusoh evid ar hembraeg er vuhez ofisiel.

— Eo ! Bremañ, war al lodenn vrasa euz ar skritellou war bord an henhou pe er hériou e vez skrivet an traou en diou yez. Med poaniet o-deus tud yaouank C.Y.I. evid kaoud kementse, hag e doareou divennet aliez, en eur líva an anoiou kembraeg war ar skritellou. Lod all o-deus laket freuz e buroiou ar B.B.C. e bro-Zaoz, evid gouellen muioh a blas d'ar hembraeg er tele hag er radio, med meur a hini a zo bet bountet en toull-bah e bro-Zaoz.

— Gouezet o-deus meur a dra memez tra. E bro-Gembre, e hellit choaz leunia chekennou an ti-post pe ar bank ha paperiou ofisiel all pe e saozneg pe e kembraeg. Hag al liziri skrivet kembraeg penn-da-benn warno a erru mad gand an dud !

— Laret zo bet din e oa kalz èsok kaoud labour war micheriou 'zo er bankou, er buroiou, hag all, ma h ouezer kembraeg.

— Pehini eo plas ar hembraeg er radio hag en tele ?

— Kalz pelloh egedom-ni int emgavet war an dachenn-ze. Deg gwech muioh a gembraeg egod a vrezoneg ez eus war ar radio hag en tele. Evid ar radio, nevez 'zo, 'gav din, int deuet a-benn da gaoud abadenou kembraeg 'pad an devez penn-da-benn, memez ma vezont ingalet war jadennou disheñvel. Eun tamm mad war-lerh emaoam amañ gand 20 munud bemdeiz hag eun eur d'ar zul I Ouspenn, int tost da

gaoud eur jadenn tele oll-gembraeg. Ha c'hoaz n'int ket kontant, ha stourm a reont 'vid gouellen muioh. Klemm a reont dre zoareou ofisiel, med ive en eur naha péa an taillou, dre vanifestadegou, sit in, hag all...

6 (W)		LLOYDS BANK LIMITED		PAPURAU NOTES
R.4.71				£20 ... £10 ... £5 ... £1 ... 50p ...
		CREDYD CYFRIF ADNAU DEPOSIT ACCOUNT CREDIT		
RHIF LLYFR BOOK NO.	DDIADIAD DATE	ARIAN: 50s COINS	Gwynn SILVER PRES BRONZE 1c,3c,6c 1d,3d,6d	
Arwyddnod Arianwr Cashier's stamp and initials	COFNOEDWYD ENTERED	RHIF DERBYNNER RECEIPT NO.	CYFANSWM YR ARIAN	TOTAL OF CASH Sizelau etc. Cheques, P.O. etc.
CYFRIF YN ENW ACCOUNT IN NAME OF		TALWYD I MEWN GAN: TAKEN IN BY:		RHIF Y CYFRIF ACCOUNT NUMBER
				7

Chekennou e saozneg ha kembraeg

#### DIRAG AN TELE BETEG HANTERNOZ

— Hag an dra-ze a zo pase mad evito, rag, d'am zoñj, e tremenont kalz an amzer dirag o fostou-tele. Bemroz, e chomment beteg hanternoz pe eun eur diouz ar mintin. Marte ema ar hiz dre Vreiz-Veur a-bez ? Hag er famill leh ma vedon, ne vije morse ankounac'hæt sellé ouz an abadenou kembraeg war ar skramm.

— Eur gevredigez all, Adfer (adsevel), a zo o stourm evid sevel Y Fro Gymraeg (ar vro gembraeg), e kuz-heol ar vro, eur « vro » evid Kembreiz nemedenken, gand he ziegeziou dalhet evel gwechall. Rag, evel e Breiz, e teu eur bern tourist du-ze e-pad an hañv : prena a ra ar Zaozon an tiegeziou koz evid o hampenn evid ar vakañsou hag ar week-end. Da lared eo, e chom goullo ha mud ar parrezioù bihan er goañv, e-pad m'ema ar maeziou hag an doareou-beva o vrelvel goustadig, ha ma vez lonket ar yez gand ar zaozneq.

— Ya, rag eur vro gaer eo bro ar Meneziou, med evel amañ, eus eus kalz a gudenou war dachenn an ekonomiez. E kreisteiz ar vro ez eus labour er mangleziou glaou, ha tamm ha tamm eo bet kresket rivez an industriou nevez en o hichern. Med evel e lehiou all, klozet e vez ar mangleziou glaou-ze an eil war-lerh eben, peogwir e koustfe re ger derhel da labourad enno.

— Kreisteiz ar vro hag an hanternoz eo bro meneziou uhel Kembre, hag atao eo bet troet ar vro-ze war al labour-douar : maget e vez chatal ha dreist-oll milierou a zeñved a vez o peuri war ar hrehiou. Industriou bihan, gwiaderezou a ro labour da dud ar vro, med n'eo ket kalz a dra evid kaoud labour d'an oll.

#### AR RE YAOUANK O TIVROA

Ar re yaouank dreist-oll a jom dilabour, hag a rank tehoued da Londrez pe da leh all e bro-Zaoz da hounid o buhez. War an dachenn-ze e vije maread da lavared, en eur studial keñver ha keñver stad an dilabour e Breiz hag e bro-Gembre.

— D'ar poent edom e bro-Gembre, e Miz c'hwevrer, ez eus bet votadeg er Parlament evit gouzoud ma veft roet eur Parlament da vro-Gembre ha da vro-Skos, evit ma hellfent beza e penn o aferiou. N'eo ket deuet ar maout ganto. Pegen dipitet e oa an oll en tiegez edon o chom !

— Peseurt talvoudegeziou ho-peus digaset euz ho troiad da vro-Gembre ?

— Leun a draou on-eus desket. Ar pez am-eus digaset ganin d'ar gêr eo ar c'hoant braz da dreuzi ar mor da vond endro da vro-Gembre...

— Feiz o-deus en o yez, hag en o doare da veva, memez ma n'on ket a-du ganto war boenhouz 'zo. Rag e Kardif d'an nebeuta, e seblantont beza lonket gand ar « société de consommation ». Med e Rhydfelen, er skol koulz hag er gêr, e kredont en o yez, hag ober a reont ganti en o buhez pemdezieg. Kas a reont o stourm war-raog, hag asamblez ! Hag eun digemer bras eo a reont d'ar Gelted tra-mor.

(1) Savet eo bet ar renta-kont gand M.A. ar Gleau, A. Landure, M.R. Jezequel, R. Milin, M. Gwenole, C. Quinquis, C. Peron, D. ar Vailant, hag O. ar Skao.

#### Ha prenet ho-peus barzonegou

Naig ROZMOR

“ KARANTEZ HA KARANTEZ ”

nevez bet embannet gand Brud Nevez

18 lur + 2,75 lur mizou-kas

C.C.P. P.M. Mevel 1499-55 Roazon

#### PLADENNOU

#### KAN HA MUZIK EN IWERZON HIRIO

Muzik eur vro a zo eun tammoù evel he foltrad. Ar gwaziou, ar zoniou, an toniou-daiñs o-deus douget 'hed ar hantvejou, tristidez, leveenez an dud, e peb bro.

Med ar broiou a zo bet dalhet e-pad pell dindan gwask an estren, eo deuet enno ar musik da vezza ailez an doare kenta evit an dud vunut da rei da anaoued o sonjou, o 'foaniou, o 'fijaduriou, hag o ijin penn-da-benn, a-benn ar fin. Gwir eo an dra-ze evit bro-Iwerzon.

Med brudet eo ar vro-mañ abaoe kantvejou, ken gouzieng e oa he zud war ar musik ; e skrid eur manah norman hag a oa o veva en 12ved kantved, e kaver kement-man : « kavet em-eus er bobl-eun interes gwirion er binviji sonerez nemeden, med ampartoh evit n'eus forz peseurt pohl all eo evit c'hoari muzik... » Ha da heul, e kont an doareou o-deus an Iwerzoniz da zeni.

#### PLADENNOU E-LEIZ

War a zeblant, n'eo ket kollet gouenn ar vuisianed e bro-Iwerzon, rag niveruz int c'hoaz eno. Deuet zo lod anezo da Vreiz da rei o soniou da glevet. Ar gwella tra evel just eo seliou anezo en o-bro, e-mesk tud ar vro. Med dre an diskou e heller ive en deiz a hinio, anad eo, ober

anaoudegez gand sonerez pobleg bro-Iwerzon. Ha pladennou e-leiz a zo.

Pladennou ar Chieftains, sonerez nemeden warno, a zo éz da gavoud e Breiz. Tonioù koz, c'hoariet gand an ilin-pipe, ar fléut, ar deleñ, ar fiddle, eo a gaver warno, renket a-wachou en eun doare lintruz eun tammiig. (Ceirini cladaigh). Simploh eo pladenn *Nefil* (Dolpinh Records DOL 1008). Med koz e hell plijoud ar musik a ra an eil hag ar re all.

Tonioù ha kanaouennou koz c'hoaz a gaver, e sacmieg hag e gouezelieg iv, war ziskou *Plenzy* (Polydor), *Bothy Band* (Mulligan LUN 007), *Skara Brae* (Gael Lin), *Clannad* (Gael-Lin Discodis). Musizianed yaouank int oll, ha peb strollad anezo e-neus e zoare da rei da zantoud braventez ar musik en o-bro. Red eo teulier evezive pegen kaer eo mouzeiou ar merched, evel re *Trianna O'Donnell*, a vez o kana gand Bothy Band ha Skara Brae, pe ar re a zo gand Clannad.

#### TONIOU POBLEG AR HONNEMARA

M'ho-peus c'hoant da gaoud pe da adkacoud ar spered a vez o ren en eur veilladeg en eur pub, en Iwerzon, n'ho-peus nemed selou pladenn « Crooked Road » (CEF 035).

Ma fell deoh klevet tonioù kaer ken ez int, kanet en eun doare pobleg, e vez

kenta ar vro, ar gouzeleg, heb na veze tammoù muzik ebéd da heul ar zoniou, neuze e vo braz ho plijadur o selaoù ar bladenn eo heh an « *Grand airs from Connemara* » (Topic 12 T 177).

Pladennou a zo ive, warno muzik c'hoariet war eun benveg nemeden, gand an dud ampara a zo er vro. Evid pez a zell an akordeon, e hellit dibab etre disk *Tony Mac Mahon* (CEF 033) hag hini *Joe Cooley* (CEF 044), hemaf, enrollet en eur pouz, o vez a mad-tre.

Diéz-tre eo c'hoari gand an ilin-pipe, med pegen plijuz son ar benveg-se etre daouarn tud evel *Paddy Keenan* (CEF 045) pe *Leo Rowsome* (CCI Cladaigh) pe c'hoaz *Finbar Furey* (XTRA).

Eur plas a bouez o-deus ar fleütou ive er zonerez pobleg. C'hoariennoù dispar a zo e bro-lwerzon oh ober gand ar fleütou bihan anvet *Tin Whistles*. Unan deuz ar gwella pladennou a fleüt eo an hini a zo bet greet gand *Paddy Moloney* ha *Jean Potts*, daou vuзian eur strollad ar Chieftains (CC 15 Cladaigh).

Pladennou a vuzik c'hoariet war ar fiddle a zo ive, menegi a rin hini *Jimmy Power* (Topic 306 hag hini *Martin Byrnes* (LEA 2004).

#### AN DUBLINERS : FOLK EUR GÉR VRAZ

N'am-eus laret ger ebéd c'hoaz diwar-benn diskou an *Dubliners* (EMI - Pathé-Marconi), rag d'am zoñj n'int ket evel ar re all. Deuz Dulenn eo ar ganerien-mañ, deuz kérbenn bro-lwerzon, ha folk eur gér vraz eo kentoh o hanaouennou, da lavered eo eur meskaj etru muzik ar vro ha toniou bet digaset gand ar vartoloded dreist-oll deuz broiou all, deuz bro-Skos kalz anezzo. Kanaouennou riou Dulenn eo a gan an *Dubliners*, kanaouennou erruet eno da heul foeterien hent an oll vroioù, med kanaouennou int hag a zo deuz bro-lwerzon memez tra, evel just.

Setu'ta ar roll berr a heller sevel euz ar pladennou a rankit kaoud, m'ho-peus c'hoant d'anaoud gwelloh sonerez bro-lwerzon, sur muzik a lavarin eo fromuz kenan a-wechou, nerzuz ive a-wechou all, dreist-oll evid pez a zell an toniou dañs.

#### MARI KERMAREG

## LAN INIZAN : e vuhez hag e skridou

Or houmananter Y. ar Berr ema an embannaduriou R. Laffont oh embann an deveziou-mañ an droidigez halleg e-neus savet euz « *Emgann Kergidu* », eur romant bet embannet e 1877-78, moarvad ar henta romant bet skrivet e brezoneg. « *Emgann Kergidu* » eo ive danvez an dezenn a lennegez vrezoneg ema o labourad warni. Savet e-neus evid lennerien Brud Nevez an nebeud notennou-mañ diwar-benn Lan Inizan, e vuhez hag e skridou, evid ma veze gwelloh anavezet ganto. Gellet e vije bet ober warlenn gouel 150 vloaz e hinivelez.

1826. Ganet eo Alain-Marie Inisan, d'an 23 a viz du, e maner Lanzeon, 'barz parrez Gwinevez-Lokrist, e bro-Leon. Labourerien-douar oa e dud, pinvidig a-walh, hervez ar vro hag an amzer.
1851. Echu gantañ e amzer-studi e skol e barrez da genta, e skolaj Kastell-Paol goude-ze, e kloardi bras Kemper 'benn ar fin, eh eo beleget e Miz Mezeven. Laket eo da gure e parrez Gwikourvest.
1852. Laket eo da gure e parrez Bodiliz.
1853. Anvet eo da gure e parrez Plouganou.
1859. Kaset eo da gure da barrez Pleiben. E fin ar bloaz e teu da jom endro da Lanzeon.
1861. Laket eo da gure e parrez Hañveg.
1865. Kaset eo d'an Normandi da ober skol e skolaj kristen Le Neubourg, e départamant an Eure.

## Ma fell deoh prena PLADENNOU KELTIEG :

n'eus nemed eun ti da skriva dezañ :

### RIKOU SONER

38, straed P. Semard, 29000 KEMPER.

1869. Laket eo da berson e parrez Saint-Denis-des-Monts, eur barrez 150 a dud o chom enni, 12 km euz Le Neubourg.
1871. Dond a ra ar Brusianed d'okupi an Normandi, hag e kasont Lan Inizan er-mêz euz e brespital. Dond a ra eñ da jom adarre da Lanzeon.
1874. Kaset eo e komansamant ar bloavez-skol da skolaj Itron-Varia Wir-Zikour, e Gwengamp. Ober a ra da skolidi ar 7ved klas kenteliou war ar galleg, al latin, an istor hag ar matematikou.
1879. D'an oad a 59 vloaz, e kemer e retred hag e teu endro da Winevez leh ma vevo beteg fin e vuhez, n'eo ket e Lanzeon, mez 'barz prespital ar barrez.
1891. En e bemped bloavez ha tri-ugent e varv Lan Inizan e Gwinevez-Lokrist. Eno e heller gweled c'hoaz e vez, 'kreiz ar vered.

Daou zen o-deus klasket gouzoud, er bloaveziou 1920, peseurt buhez oa bet hini Lan Inizan : J. Olivier, deuz Landerne, e-neus kontet anez i e penn kenta *Toull al Lakez* (1930), hag an Otrou Batany, a oa kelenner e skolaj Sant-Fransez Lezneven, e-neus laret dezañ ar peb brasa euz ar pez a ouie. Koulskoude e chom korniou tefval e buhez or skrivagner. Da skouer, perag eh eo chomet heb karg ebed meur a vloavez e kreiz e vrud ?

Marteze e oa neuze re a veleien en Eskopti Kemper; marteze ive e oe laket a gostez abalamour ma oa *re wenn* da veza gwelet mad gand an dud a gase traou ar vro hag an iliz endro, d'ar mare-ze.

Setu amañ petra a skriva eil-prefed Montroulez d'e vestr, Prefed Kemper, e kreiz an 19ved kantved, diwar-benn daou contr da Lan Inizan : « *M. Inisan appartient à une famille qui a toujours été très hostile à l'administration; M. François Rosec, son beau-frère, maire de Plouescat sous la Restauration, a toujours été regardé comme le Chef du parti légitimiste dans cette partie de l'arrondissement...* »

Kompreñ a reom e helle beza sellet ouz Lan Inizan gand kalz a zisfiziañs gand pôtreñ ar gouarnamant, ha perag eh eo chomet keid all heb karg ebed, abalamour da betra eo bet kaset ken pell euz e vro, d'an Normandi.

#### LEORIOU LAN INIZAN

1874. *Toull al Lakez* : eur gontadenn vihan, eur seurt kentel da lakad ar vugale da gompren ar hatekiz, mez ive da lakad ar beorien da blega d'o 'flanedenn a galon vad;

eun tôl-êse evid ar skrivagner brezoneg, a zo embannet e niverennou 481-484 *Feiz ha Breiz*, e Miz ebrel ha mis du ar bloaz-mañ.

- 1877-1878. *Emgann Kergidu*, eur romant n'eo ket unan gwir, na kennebeud eul leor istor, pa gaver ennañ kaiz traou ha n'int ket gwir. Dreist peb tra, ar gwella leor bet skrivet a-viskoaz e brezoneg, abalamour da nerz ha da binvidigez langaj Lan Inizan. Abalamour d'an tan-gwall a zev en e galon hag a zired deuz e bluenn pa zispleg dirag on daoulagad e tôlenou brao-meurbed ar gwall-draou o-deus bet greet, hervezañ, paotred ar Republik, e bro-Leon, 'pad dispahi 1789-1796.

Er gelaouenn *Feiz ha Breiz* eo bet embannet pennad kenta *Emgann Kergidu*, e 1877, hag ar bloaz war-lerh eo deuet al leor er-mêz e ti an Otrounez Lefournier, e Brest.

1878. *Toull al Lakez* adembannet e stumm eul leor bihan, 67 pajenn ennañ, ha diouz ah ouzom, digemeret mad gand al lennerien.

1889. *Buhez Sant Fransez-a-Asiz* : leor diweza Lan Inizan, embannet e Landerne, bet savet evid an dud devot, mez a hell iwe beza lennet gand plijadur gand ar re all.

1891. Adembannet eo *Buhez Sant Fransez-a-Asiz*, pez a ziskouez e oa deuet Lan Inizan da veza, e fin e vuhez, eur skrivagner brudet e bro-Leon, karet gand an dud diwar ar mês.

- 1902-1903. Adembannet eo *Emgann Kergidu* e Brest, 'kreiz ar freuz a zo savet neuze etre ar republikaned hag ar re wenn, diwar-benn plas an iliz, ar houenchou, ar skoliou kristen hag ar veleien barz ar Frañs.

1927. Embannet eo e Kastellin, heb mar ebed gand tud e famill, ar haier bihan a gont ennañ or skrivagner istor an Inizaned deuz Lanveon. Al leor nemetañ bet skrivet e galleg gand Lan Inizan.

1930. Adembannet eo *Toull al Lakez* e Landerne gand J. Olivier.

1942. Adembannet eo c'hoaz *Buhez Sant Fransez-a-Asiz* e Rosko, mez reizet ha kresket gand an tad Eujen a Wengad.

1977. Ema *Emgann Kergidu* o vond da veza adembannet e Brest, gand Al Liamm. Souhetom ne vo cheñchet netra e leor Lan Inizan, nag ar geriou galleg a gaver

ennañ a-blasou (n'eus ket kement-se anezo, hag e lizerennou stouet oant bet kompozet e 1877 ha 1902), nag e zoare da skriva yez Leon, a zo tost-tre da stumm ar vro.

Ema *Emgann Kergidu* o vond da veza embannet e galleg, evid ar wech kenta, e Pariz, gand Robert Laffont. Neuze e hello eur bern tud n'int ket kap da lenn brezoneg anaoud a zo bet du-mañ skrivagnerien vad, a gont c'hoaz en on amzer-ni.

#### PEZ A ZO BET SKRIVET DIWAR-BENN LAN INIZAN

- Setu amañ penôz e roe, e Miz c'hwevrer 1877, *Feiz ha Breiz* da houzoud d'e lennerien e oa *Emgann Kergidu* o vond da veza embannet :

« Setu aze hano eul levr nevez e brezounec, a zo soñj da voulla heb dale e ti an aotrounez Lefournier, e Brest. Hervez a gredan, al levr-se a raio plijadur d'an dud divar ar meaz, dreist-oll d'ar re a zo o chomm etre Brest ha Guengamp, rac ne d'eo nemet histor hor bro en amzer ar Revolution vraz e Frans, hag an histor-ze a gounto dezho en eur feson ker brao hag avehchou ken truezuz ma ne vezint ket evit miret da gaout berr an amzer oc'h he c'hevet. Mes vad a rai ive d'ho ene, rac lakaat a rai dirac ho daoulagad ar pez o deuz great ho zadou coz evit difen ho feiz hag ho relijion epad an amzer trubulliuze m'edo ar veleien fidel dindan guz, ma vez pilet ar c'hoaziou, discaret an aoteriou ha serret an ilizou... »

- E penn kenta *Toull al Lakez*, 1930, e-neus J. Olivier laket eur pennad hir a-walh, an hini gwella bet savet a-viskoaz, a zeskrom drezañ kalz a draou diwar-benn buhez Lan Inizan hag e oberou.

- Er gelaouenn *Al Liamm*, a zo bet savet e 1971 (en niverenn 148), gand Erwan Olier, eur pennad a naq bajenn, a hello marteze tud Breiz-Izel lenn anezañ a-benn mil vloaz ahann, gand toud ar geriou drol a zo e-barz. Forz penôz, e soñjom e-neus E. Olier gwellet *Emgann Kergidu* eun tammoù mad a-bell, ha n'e-neus klasket barz al leor nemed pez a felle dezañ e-unan kavoud e-barz, ha n'eo ket pez a felle da Lan Inizan lared.

- E *Pax*, kelaouenn abati Landevenneg, en niverenn ziweza (n° 10, Miz ebrel 1977), ar f. Marc e-neus savet eur pennad mad, a gavom ennañ kalz deuz an traou a oa e hini J. Olivier, mez ive soñjou fin diwar-benn ar revolucion, diwar-benn al leoriou e-noa lennet Lan Inizan arôg sevel *Emgann Kergidu*, ha diwar-benn e zoare da gonta.

Y. ar Berr.

#### DISTERACHOU DIWAR NETRAIG

#### Brizbrederiadennou

N'eo ket tehet pell diouzom c'hoaz, pa zoñjer mad, an amzer ma plije d'on tud koz komz deom euz ar ouenn yer a ouie draskal o dent da hervel o laboused bihan. N'ema ket pell-pell ar mare-ze ma oa traou 'zo disheñvel deuz ar pez ma 'z int hirio. Eur mare, da skwer, ma oa distag an noz deuz an deiz.

An oll o oar penaon, d'an eur ma save ar hillog diwar e hlud da astenn e houg evid e halvadenn genta, ar mevel o loja er marchosi a haste buan teuler ar sternachou limon war ar gazeg zu. Eur c'hwitelladenn... Ha dao en hent gand ar hastell-eosteg war-du ar Zav-Heol. Kanet e-neus ar hog eun eilved gwech. Arabad dale hirroh.

Chom a-zehou d'ar sternenn kreiz-noz, lakaad al lagad war steredenn tarz-an-deiz ha derhel da vond eeun warni. Eno emedo an dali. An alan domm o koueza deuz fronelloù al loen a floure d'ar mevel krohenn e gilpenn. Kalon dezañ da vond beteg ar pal ! Morse, gwir eo, n'eo bet c'hwitet ar mevel braz war e daol. Biskoaz n'em-eus klevet tamall dezañ e-nije greet tro wenn. Kerkent ha pa stoke houarn ar gazeg endro ouz mein-ruill ar porz, ar mintin a veze aze ive, skêrijenn splannuz an heol benniget o koueza founnuz a beb tu d'ar harr.

Kavoud a reer c'hoaz, amañ hag ahont, eur hillog a wir natur, med kement a yer a zo bremañ endro dezañ o

houlenn plada dindannañ m'eo deut Yann gêz da goll kalon. Ha tehet diwarnañ, da heul, ar c'hoant kana...

Chom a ra ive, 'm-eus aon, eur hoz kastell-eosteg repuet e park an Arvorig el leh ma talvez d'an douristed da denna o foltred. Jao ebed ken avad da staga outañ. Na mevel braz kennebeud da vond gantañ. Netra na gour ebed ken da vond da gerhad deom an deiz.

Red eo bet da vab-den en em gustumi ouz gouleier. Hogen, desket ma oa gantañ dija a-bell zo gouzoud brao cheñch tu d'e borpant, deut eo buan d'en em ober ouz ar hiz nevez. Beteg zoken nompaz gelloud tremen ken heb goulou ha pa veze skîler braz al loar pe an heol o virvi. E peleh n'eus ket a houleier en devez hirio ? Bez ez eus anezo a-zioh ar ruiou, a-hed an henchou, e pevar horn ar hroaz-henchou hag er hreiz aliez. War an tiez, e-bar ar magazinier, er staliou labour. En traofñ, el laez, a-zehou, a-gleiz, war zourar, war vor, en oabl, e klud ar yer, er hrevier moh. Goulou amañ, goulou ahont, dindan, war-horre, goulou war elum gand ar motoiou da greisteiz koulz ha da hanter-noz, pe vo an heol o para pe ne vo ket. Kollet da viken ar roudenn etre skêrijenn an deiz ha skîerijenn an noz. Speurenn ebed ken.

Ken pell om eet war hent an diverkadur-ze ma zo savet c'hoant da lod a zo ober eur paz war o hiz. Ostaleriou zo e chom serret ar stalaifiou warno a-hed ar bloaz. An deñvalijenn eo a glasker kaoud amañ. A-veh, pa astenner ar penn, ma heller gweled keit ha hed ar hontouer, ken lutig m'eo ar goulou. Divar an amhoulouze avad, e tiwan, a leverer deom, eun aergelh psikedelig, da lavared eo bervuz hag hiraezuz war eun dro. Dreistnatur. Ar goantenn a zo aze o servij eur banne d'eul lakez morgousket, daoust hag e oar p'ema o tiskarga dezañ lonkadenn diweza an noz oh echui pe ar voujarenn a dalvez dezañ da doulla an deiz ? Se ne zell ket outi. O poueza butun ema a paotr pe oh en em zikaduka ? Hi ne ra van. An orolaj kennebeud : merka kreisteiz pe hanter-noz, se zo ingal d'an nadzoziou.

Gouzoud e pe boent euz ar bloaz om erru hag e peleh emaom n' eo tamm ebed ésoh. An den, bremañ, a ya dindan peder eur war-nugent deuz broiou ar skorn kaled da inizi an hañv peurbaduz. Ne oar ket penaor en em wiska. Ouspenn-ze, hervez an tu ma ya, an almanag a verk dezañ eo erruet e penn e veaj an devez araog m'e-neus kuiteet ar gêr. Koll a ra e Benn.

An neb a jom er gêr a zo ken divroet all, ha n'eo ket gwelloh e blanedenn. Er buro-butun e kouez war eur paotr du o choaz butun melen. E ti ar vouloñjerez e kav

eun denig daoulagad kaz o houllenn bara du. Eur maout 'michañ war ar h/karate, ha kamarad braz marzeze da rener Skol-gouren ar Z.U.P. nevez.

- Et pour vous, Monsieur ?
- Une « parisienne », s'il vous plaît !
- Quatre-vingt-dix centimes... Merci.

Gand eun tamm euz ar vouchennig-ze, an « alvokad » prenet ganin er Sup-Eco, eur gozbezenn dañvadig euz Enez-Eusa hag eur vozadig avalou-douar nevez euz ar Marok - marhadmatoh evit Bintjed koz or bro - e vo solud an tamm ahanon goudé koan evit heulia diwar va gwele ar western a gaso ahanon beteg torginier disrannet an Apalached...

Pa deus an orañjez, gwechall, war ar marhad, e ouiem e tostae Nedelec. Ar per hag an avalou kenta a roe da houzoud emedod etre Gouel Yann ha foar Vadalen. Tomatez ne veze kavet anezo nemed e pad ar mizioù hañv. Padal bremañ e kaver avalou melen da Bask koulz ha da vare kala-goañv; sivi da Meurlarjez; bleuniouhañv e kreiz ar goañv; tachennou-skorn da hoari riskluzadig, ha poullou dour kluor da nezial e pad ar bloaz. Gand gouleier. Gouleier a beb seurt liou, muioù evit ma zo endro d'an éllez er baradoz. Ha koueskou de !...

Med petra vo grêt ? Ar bugel ne bij ar braoig dezañ nemed keit ha ma n'eo ket deut a Benn da gaoud anezhañ. Azaleg ma oar gouzoud lakaad an dorn warnañ heb poan na diézamant ne ra ket forz gantañ. Brôiou a zo er Bed ma 'z eo eur chañs d'ar hrouadur ha d'e dud kavoud eul loaiadig riz d'o fred. Med amañ ! Fastet om gand touz ar pez a gouez en or genou. Gwallc'hoantet, heugef, doñjeret. Penaoz rei endro d'ar frouezenn ar c'hwez vad hag ar vlazenn saouruz eet diwarni; kouezet ken dizasun hag eur chewing-gum o vond hag o tond etre javedou eun hippy o taskiriad ? Gouzoud peseut hent kemer. Daou a zo. An hini a ziskenn dre douez moged ar marijuana beteg bevennou an L.S.D., hag ar wenojenn a gas d'ar brouskaod ma 'z eus c'hoaz eur blantennig sivi garz o hortoz bleunia. Pa deuo an nevez-hañv.

Ch. ar Gall  
Brest : Ebel 1977

## GERIADURIOU NEVEZ : BINVIJI-LABOUR

Roet e oa bet da houzoud ouspenn bloaz zo, er hazetennoù, edo heulied « Dictionnaire Etymologique » C.J. Guyonvarc'h, kelenner war ar yezou keltieg e Skol-Veur Roazhon, prest da zond er-méz. Dale a zo bet ha mall bras a oa ganeom kaouid eur felpenn all euz eur benveg labour ken dispar. El leoriongoumañ, 4,5,6, e ya ar geriadur war-raoq azaleg « AER » beteg « AMLEAL », p. 180 da 480 (1). Tost da 500 pajenn ha n'eo ket prest da veza echu hoaz gand geriou al lizenn A !

Pa vo kaset peb tra da benn, a voe padra gand an oberenn ramzel-mañ heh-unan, da leunia eur armel-leorion. Emichafis e vim beo hoaz, heb bez a peurgabah, evit anavezoud histor geriou al lizenn Z.

Ne heller ket meuli awalh eul labour evel hemañ, a laesk pell war e lerh enklaskou ha studiadennou Viktor Henry hag Emile Ernault. Fellout a ra da C.J. Guyonvarc'h dastum ha teuler sklerijenn war orin ha kerent kement ger implijet a viskoaz e brezoneg. E peseut testenn e kaver ger-ma-ger ? Pe da vare eo bet degemeret ? Peseut liammou a zo etrezañ hag ar yezou keltieg a romaneg ? Setu aze kudennou, e-touez reou ali, ma klasker eun diskoulm dezo.

### GOUZIEGEZ HA NERZ-LABOUR

Evid se eo bet red lenn kement tra a zo bet embannet e brezoneg abae ar Grennamzer, geriou-spisa (gloses), misteriou, geriaduriou, h.a. hag ouspenn eur bern spontuz a studiadennou savet dre ar bed oll war ar yezou keltieg. Chom a reer sousez, leun e estamm, dirag kement a ouziegez, a helennegez, a nerz-labour.

Gouzoud a ra C.J. Guyonvarc'h, ouspenn ar brezoneg eveljust, ar gouzeleg, ar hembraeg, ar herneveg, heb konta ar yezou klasel.

Digemer ha studia a ra n'eo ket hepken geriou a orin geltieg, hogen iveau ar re, niveruz-meurbed, diveret euz ar romaneg pe ar galleg, evel : *affeurni, affich, affami, affection, affliger...* Gweled a reer evelse pegen striz eo iachenn ar geriou keltieg nik e brezoneg. War ar poent - se e ya C.J. Guyonvarc'h eneb skol ar buristed, boazet da skarza kuit euz o geriaduriou ar geriou a orin halleg, sellat outo evel trefedachou. Ne hell BRUD nemed mond a du gand C.J. Guyonvarc'h rag, evel m'on-eus lavaret meur a wech, n'eus ket a heriou a ouenn uhel ha reou all re bobleg evid beza greet ganto. Dibab ar geriou eo tra ar bobli hag an aozieren geriaduriou ha grammagedou a rank mond da heul. Arabad c'hwenha na spurja eur yez !

Kavet am-eus-me an tri leorig-mañ (300 pajenn outo) bourrur ha talvouduz meuried di lenn, ha desket am-eus meur a dra. Eur ger evel « aïjorn » (den diod), da skwer, bet klevet hag implijet ganin ken aliez, etre Douarnenez ha Kastellin, ha ne oa merket e geriadur ebed, a gav amañ eur skleridigez frêz.

Setu penn kenta eun oberenn veur, Mirdi bras ar brezoneg, hag a rankfe beza harpet, sikouret, kemneret gand kement brezoneger ha kement strollad a zo e Breiz.

### DIAZEZOU MAD

Seizved niverenn ar gelaoeunn STUDI ez eus outi kendall geriadur Le Du - Le

Berre. Al levrig kenta e-noa lakaet ar buristed da skignal o dent, hag amañ e BRUD on-oa bet tro da lavered pegeinent a vad a zonjem euz reolennou diazez ar geriadur-mañ, ha da zivenn anezañ pa oe taget e gaou gand eur helaouenner euz a Bariz.

Adlavared a rim ez eo eul labour onest : o klas krenta kont euz stad ar brezoneg en amzer-hirioù, hep klask « bravaad » netra evel ma ra ar re a ginnig evel brezoneg geriou ijinet ganto. Eun toulad mad a skweriou, a drouiou-lavar, a lak war wel steriou disheñvel ar menez gêr. Evesle e hell beza ar geriadur-mañ eur benveg labour evid ar gelennenner hag a studienen.

N'eus ket kalz a dra damall da Le Du - Le Berre. Red e oa ober eun dibab e-touez ar rannyezou. Martez e eur bet chechet da choaz kentoh geriou Bro-Dreger. Awechou ne gavan ket ar stummou ma 'zo on boazet d'ober ganto a viskoaz e Kerne; setu amañ eun nebeud skweriou : n'eus nemed « flah » evid « bêquille », pa vije bet « baz-loaieg » kerkoulz. Heñvel evid « lakaad amann war » e-keñver « led a amann ». E-kichen « torkad », e vije bet mad lakaad « bodenn », « eur vodenn haleg »; e-tal « eun den sioul » (un homme calme), « eun den parfet ». Gallet e vije bet skriva c'hoaz « fenna lâz » pa ze bet

laket « lakaad lâz » evid « verser du lait », « marv-skâñ », goude « gwele-kahv », ha « kignez », goude « kerez ».

Marteze e vije bet mad merka « livr. » (livresque) evel ma oa bet greet ei levrig kenta, e-kichen geriou zo, da skwer « diskaror-gwez » ha « kef-espern ». Daou fazi on-eus remerker : P. 145, hennez eo (e-leñ) a zo (1) eur den barreg, ha p. 154, o katalog, e-leñ o hatalog.

Anad eo avad, an traou munud-se ne dennont netra euz talvoudegez geriadur Le Du - Le Berre.

P.M. MEVEL

(1) Christian-J. GUYONVARC'H. - *Dictionnaire étymologique du Breton ancien, moyen et moderne. Origine et Histoire des mots*. Leoriongou 4, 5, 6. Ogam-Celticum. Roazhon 1975.  
100 lur peb rumm a 3 levrenn, da vez a goulennet digand P. Le Roux, B.P. 574, 35007 Rennes Cedex.

(2) J. Le Du - Y. Le Berre. *Dictionnaire pratique français-breton. II. Bocquée*. - Chancelant. Studi, n° 7, kerzu 76. Embannet gand ar CRDP, 92, rue d'Antretrain, 35003 Rennes Cedex. Prix ar haier-mañ : 10 lur.

## BRUD AR YEZ HAG AR VRO

### AR « CHARTE »...

Derhel a reer da gomz ha da skriva, kalz zoken, diwar-benn ar skrid-diazeg bet prometet deom e Ploermel gand Prezident ar Republik. Er mare m'emaom a kas an nivrenn-mañ da voulia, ez eus meur o vodadeg da veza dalhet diouz meur a du. Ar miz a zeu, e kaskim gwelet sklérroh en afer-ze.

Da hortoz ze, on-eus ni skrivet da hou-lenn ma veft dalhet kont euz ezommouz gelaoeun hag embannaduriou brezoneg 'giz Brud Nevez. Kinniget on-eus ma veft savet a vez homite da ingala an arhant a hellje beza roet dazikour em-bann leoriou ha kelanouennou brezoneg.

### KAN AR BOBL

Ar Gistinidiz ha Kyaldan eo a zo bet dibabet en Orian, da gefiver Kan ar Bobl, evit mond d'ar genstrivadeg Celta-vision, e Killarney, 'benn hanter miz mae-240 a ganerien hag a zonenien a zo bet en oll o kemer perz er honkouriou. Dre vraz, ez eo gwelioù an toniou a vez klevet en Orian, euz eun eil bloavez d'egile, med skler eo 'zo strolladou ha ne labouront ket tra-walh. Kanaouennou kaer-meurbod, a boz ha da zañsal, a zo bet distaget koulz e brezoneg hag e galleg Breiz-Uhel, koulz gand ar re yaouank ha gand ar goz.

Lodenn ar paou eo bet hini ar brezoneg avad. Diwar an 2 pe 3000 a dud o-deus heuliet ar gouel, ne zebiant ket e vije bet kalz o vrezonega. Ar re a zo bet choazet evit mond da Gillarney, e brezoneg eo e kanont - ha soniouz nevez zoken - med kaozeal n'hellont ket ober (evit c'hoaz ?) Hag e kenstrivadeg ar hanouennou brezoneg nevez, teir diwar beder a oa dister ken e oant.

'Benn ar bloaz a zeu, ez eus kaoz da bedi ar vugale da gokouri ive. Med daoust ha ne veft ket tu ahnn da neuze da gas an ostaleri er-mêz euz ar zal leh ma dalhet ar henstrivadegou ?

### BRETONEZ AN 19VED KANTVED

- Prestig e tle beza embannet « Breiz-Izel ou la vie des Bretons de l'Armorique ». E penn kenta an 19 ved kantved, e 1835, e oa bet skrivet ar leor-mañ gand Alexandre Bouet, ha taolennoù da vond da heul ar skrid gand Olivier Perrin. Sed eo al leor kaer-mañ unan eur ar hosa testenioù a zo diwar-benn buhez ar Vretonez hag ar beizanted gwechall. Ar henta gwir leor a « foklor » eo ive diwar-benn ar Vretonez. Prientet eo bet an embannadur nevez gand ar medis-jeneral Laurent, euz a Vrest. 275 lur e koust al leor ar arog na vo deuet er-mêz avad, ha 350 lur goude. Skriva d'an Ao. Daniel, BSAF, 10, ru Bousquet e Kemper.

- Eur leor all : dedennuz ive war a zebiant - a zo nevez deuet er-mêz : « Voyage dans le Finistère » gand J. Brümische. Diembann e oa an notennou-heaj-mañ, bet savet e 1829-1831 gand eur Brestad n'eo ket dianav koulskoude, peogwir eo diwar e garedou eo e savas Y. ar Gall eur nebeud bloavezioù 'zo e dezenn diwar-benn bourhizien kér Vrest e penn kenta ar hantved diweza. Gant Morvan (16, bis, ru R. Madeg, Kemper eo embannet al leor-mañ, evit 75 lur.

### E BLAS D'AR BREZONEG, E SKOLIOU AN ORIANT

5 strollad euz an Orian (Ar Falz, SAE, SGEN, CFDT, École Émancipée, Rénovation Syndicale) o-deus klemmet asam

blez abalamour d'ar re nebed a blas a reer d'ar brezoneg er skolioù. En Orian, ez eus 332 skoliad o heulia 15 kentel vrezoneg (33 eurvez-skol). Peurvia e vez greet ar hentelioù etre kreisteiz ha 2 eur, pe goude 5 eur, hag a-boan ma vez pêet ar gelenerien. « Ne hell beza kelennet ar brezoneg nemed a-drugarez da volon-tez vad ar vistr hag ar skoldi », eme ar 5 strollad.

Koulskoude, diwar 321 a skolidi euz eun eil klas, en eul lise euz an Orian, zo 145 hag a garfe ma veft desket dezo lenn brezoneg, ha 157 ma veft desket dezo skriva. Disklérija a ra ar 5 strollad e veft ezomm d'envel meur a gelennet d'ober skol vrezoneg en Orian.

### BINIOU KOZ HA BOMBARD

Eur bladenn a doniou koz ha nevez, sonet war ar bombard hag ar binioù koz, a zo deuet er-mêz, ti Ar Folk (SB 357). Greet eo bet gand pevar eur ar zonerien wella a zo hirio er vro : diouz eun tu e klever toniou a vro-Wened, gand Yann Baron ha Kristian Annix (bet gonezet ganto kenstrivadeg pardón ar zonerien e Gourin diou wechi), ha diouz an tu all, toniou euz ar Hastell-Nevez, gand Yann ar Meur ha Mikael Toutous. Kelou on-eus bet ive e oa daou zoner all o vond d'ober eur bladenn, Miniou ha Vallegant.

## EMBANNADURIOU EMGLEO BREIZ

*Evid studi pe kelenet ar yez :*

### \* KOMZOM, LENNOM HA SKRIVOM BREZONEG, gand J. Tricoire

Diou levrenn : Kenta lodenn - Eil lodenn .....	pephini : 25	F
Diou bladenn da heul al lodenn genta (KLT) .....	24 ha	28,50 F
Eur gasetennig e brezoneg Leon, da heul an eil levrenn .....	40	F
Evid Bro-Wened : eur gasetennig evid al lodenn genta .....	30	F

### \* AR BREZONEG DRE RADIO, LE BRETON PAR LES ONDES, gand V. Séité

Daou levr :		17,50 F
Kenta levr, (evit ar re a zo o kregi gand ar studi) .....		19,50 F
Eil levr (eil bloavez) .....		
Eur gasetennig da heul peb levr .....	pephini : 30	F

\* Al levrou-ze eo a vez implijet gand ar Hentelioù dre lizer-mañ :

- Levriou J. Tricoire : Kentelioù dre Lizer Skol ar Merher, A. Merser, 6, ru Beaumarchais, 29200 Brest

- Levriou V. Séité : Skol dre lizer, V. Séité, Ti-Carré, 29150 Kastellin

Da vezou goulennet en oll staliou-levriou pe digand :

EMGLEO BREIZ, B.P. 17, - 29266 Brest Cedex

C.C.P. EMGLEO BREIZ, 1649-07 U Rennes

## KALANDER

### LAPOUS-DEN PENN AR BED

D'ar 26 a viz mae, eo e vo c'hoariet « Lapous-den Penn ar Bed » e Brest, e Palez an Arzou (PAC), gand C'hoariva Brezoneg Penn-ar-Bed (CDUB). C'hoariet e vo ive e Karaez, da gefiver Gouel ar Brezoneg, d'an 28 a viz mae, ha diwezatoh e kériou all : e Plabenneg, d'an 18 a viz even; e Tregonon, d'an 8 a viz gouere (da gefiver goueliou ar Bleun-Brug), hag e Kemper d'an 22 a viz gouere ('benn Goueliou-meur Kerne).

### GOUEL AR BREZONEG

E bro-Garaez eo e vo greet Gouel ar Brezoneg ar bloaz-mañ, bet savet evid ar wech kenta 3 bloaz 'zo gand Ar Falz. Brezoneg Yez Vew ha Skol an Emsav. Evel ar bloavezioù all, eo bet laket ar gouel da vare ar Pantekost, ha tri devez e pado euz ar 27 d'an 29 a viz mae.

### EN ENOR DA JEF AR PENVEN

Kregi a ralo Goueliou-meur Kerne ar bloaz-mañ, d'an 19 a viz gouere, de badoud beteg ar zul 24. Kaoud soñj diwar-vremañ e vo, d'an 19, eur honsert en enor d'ar muzisian bras m'eo bet Jef ar Penven, marvet 10 vloaz 'zo.

### DANS FISEL

Devez Yaou-Bask, d'an 19 a viz mae, e vo e Mael Karaez kenstrivadegou dafis-fisel.

### BREIZ O VEVA

Abadenn ar zadorn 14 hag al lun 16 a viz mae a vo diwar-benn bro Sarhau, er Morbihan. Savet eo bet gand Per ar Flao hervez eur varzoneg gand Sten Kidna. D'an 28 ha d'ar 6 a viz even, e vo eun abadenn all : Per Helias hag ar brezoneg. Eun abadenn bet savet gand F. Broadic ha F. Tager, hag o-deus Y. Pinvidig, kazetennner en Ouest-France e Kemper, ha Mikael Madeg, euz BYV, kemeret perz enni.

### PA GRESKO AN TAN

Eur pez-c'hoari all a vo da weled ive azaleg fin miz mae, eur pez bet laket e brezoneg gand eur skrivagner maoritanian : « Pa gresko an tan ». Gant re yaouank euz Plougin e vo c'hoariet evid ar wech kenta, e Kastell-Nevez ar Faou, d'an 29 a viz mae, da gefiver Gouel ar Brezoneg. Goude, e Brest, d'an 11 a viz even; e Plougin, d'an 18 a viz even, hag e Lanniliz sur a-walh, d'an 9 a viz gouere.

- Eur pez gand ar skrivagner iwerzonad John M. Synge, « Lapous-den Penn ar Bed », eo ema C'hoari-va Brezoneg Penn-ar-Bed o vond da ginnig dre ar vro, azaleg fin miz mae. Setu perag e vo kavet da lenn ar miz-mañ e Brud Nevez eur studiadenn diwar-benn ar pez-c'hoari brudet-se, hag eur pennad gand R. Derrien, da zisplega perag eo en em laket studierien skol-veur Vrest, 4 bloaz 'zo, da c'hoari peziou brezoneg.
- Liseanezed deuz Lesneven o-deus savet eur rentakont beo ha dibikouz deuz ar veaj o-deus greet nevez 'zo da vro-Gembre.
- Gand Y. ar Berr eo displeget buhez Lan Inizan, skrivagner « Emgann Kergidu », ar henta romant bet savet en or yez, en 19ved kantved.

- 
- Le Centre Dramatique Universitaire de Langue Bretonne (CDUB) présente, à compter de la fin mai, la traduction de « The playboy of the western world », l'une des plus célèbres pièces de John Millington Synge. A cette occasion, Brud Nevez consacre une étude à l'écrivain irlandais, et publie les réflexions de R. Derrien : pourquoi un théâtre de langue bretonne ?
  - Des lycéennes de Lesneven font un compte-rendu très vivant de leur voyage au Pays de Galles
  - Y. Le Berre présente la vie de Lan Inisan, l'auteur du premier roman publié en breton au XIX<sup>e</sup> siècle : Emgann Kergidu.